



GOULENN EMEZELLAÑ D'AR BIZH MONEIZ LEC'HEL TOLPAD GWENED

Implijet e vez ar Bizh gant izili ar gevredigezh MLK-Gwened nemetken evit doujañ ouzh al lezenn. Hiniennoù ha pourchaserien a zo er gevredigezh.

Ar pourchaserien a zo tud a-vicher, abep seurt statud ganto : koñwersanted, embregerezhioù, kevredigezhioù, artisaned, strollegezhioù lec'hel.

Sinet e vez karta ar gevredigezh gant an izili ha klask a reont lakaat he dalvoudoù e-pleustr.

A-raok emezellañ e rank ar pourchaserien goulenn gellet asantiñ ar Bizh. Gant ar bodad « degemer ar pourchaserien » e vez kemeret an diviz.

ANAOUT

Anv ar framm :

Anv hag anv-bihan an den e-karg :

Chomlec'h post :

Postel :

Pellgomz :

Siret :

Domani labour :

Ezel eus ur stroll, frañchiz: Ya Ket

Niver a implijoù kevatal implij leunamzer:

KARTA AR BIZH

Strivañ a ra izili ar gevredigezh MLK-Gwened a ra war-dro ar Bizh evit:

- Harpañ adlec'hiadur an armerzh;
- Diorren al liammoù etre an oberourien lec'hel, en ur zoujañ ouzh an Natur hag ouzh an Den;
- Sevel, en un doare demokratel, ur gevredigezh kengret, lec'h ma vo:
 - Produet hag implijet er vro madoù ha servijoù a galite ha yac'h
 - Dasparzhet gwelloc'h ar binvidigezh lec'hel;
 - Gwarezet ar madoù boutin.
- Skoazellañ sevenadurioù ha yezhoù ar vro.

HO OBEREREZH

Petra a blij deoc'h en ho micher ?

Perak e fell deoc'h ober gant ar Bizh ?

	Ar pezh a ran hiziv (resisaat)	Ar pezh a fell din ober warc'hoazh
✓ Aesaat ar rouedadoù berr hag an ekonomiezh lec'hel. ✓ Labourat gant pourvezerien lec'hel ? Peseurt-re :		
✓ Ober evit an endro : <ul style="list-style-type: none"> • Treuzdougen • Energiezh • Lastez • Doare produiñ • Produioù 		
✓ Kinnig ur politikerezh a feson evit an implijidi/implijiadezed.		
✓ Kemer perzh er vuhez lec'hel.		
✓ Ober evit sevenadur Breizh hag ar brezhoneg		

C'hoant 'm eus kemer perzh e buhez ar moneiz lec'hel.

E peseurt mod?

Daoust hag e fell deoc'h dont da vezañ ur burev eskemm ? Ya Ket

	Niver KILA	Skodenn
	≤ 3	20€
	Etre 4 ha 10	60€
	> 10	120€

« Diskleriañ a ran bezañ a-du gant an talvoudoù meneget e karta ar Bizh ha c'hoant 'm eus emezelañ d'ar gevredigezh MLK-Gwened »

Graet e

D'an / D'ar

Sinadur

MLK-Gwened / Ti ar c'hevredigezhioù / 31 straed Guillaume Le Bartz / 56000 Gwened

Postel : mlk-gwened.contact@lists.riseup.net / Site internet : www.bizh.bzh